

# Teuliad pleustrek evit an emvodoù meur bro ha kendalc'h Diwan 2015

D'an 12 a viz Meurzh e vo aozet an emvodoù lec'hel evit prientiñ ar c'hendalc'h a vo d'ar 25 ha d'26 a viz Ebrel e lise Diwan Karaez

Gant ar resisadurioù amañ dindan e vo gallet aozañ an emvodoù meur lec'hel.

## Ur C'huzul Merañ nevez

Dre ma 'z eo bet cheñchet er statudoù an doare da zilenn izili ar C'huzul Merañ ez eo ar 27 post a-bezh a vo da bourveziñ ar bloaz-mañ. 2 vloaz e pad galloud ar verourien.

## Emvodoù Meur ar Broioù

Evit gellout d'an holl izili kemer perzh en un emvod meur nepell diouzh al lec'h m'emaint d'an deiz-se eo bet lakaet an emvodoù meur d'an hevelep deziad. Dre ma n'eo ket stag izili Diwan ouzh ur skol pe ur vro e c'hellont mont da n'eus forzh peseurt emvod meur bro.

## Ar C'hendalc'h

Kevredigezh ebet (AEP pe Kuzul skoazell) ne c'hell kas un niver a zileuridi a rafe muioc'h eget an drederenn eus an dud bezant er c'hendalc'h.

Anez un diviz all eus ar C'huzul Merañ e vo aozet kendalc'h Diwan a zeu e miz Ebrel 2015, arabat mankout hemañ eta !

Dilennadeg Kuzul merañ Diwan

An 27 post zo da bourveziñ. Galloud ar merour a bad 2 vloaz.

## Taolenn sintezek

	7 emvod meur bro	Ur C'hendalc'h
Peur ?	Yaou 12 a viz Meurzh 2015	Sadorn 25 ha Sul 26 a viz Ebrel 2015
Pelec'h ?	E pep skolaj : skolaj Gwiseni, skolaj Sant-Ervlan, skolaj Kemper, skolaj Ar Releg, skolaj Gwened, skolaj Plijidi mui skol roazhon	Lise Diwan Karaez
Piv ?	Izili oberiant hag izili madoberour Diwan : - Kerent hag an dud gant an aotrouniezh kerent war ar vugale skoliataet e Diwan, - Izili kuzulioù Merañ ar c'huzulioù skoazell, Kelenn hag ar c'hevredadoù, - Gopridi ar gevredigezh, skolaerien dindan gevrat, skolaerien stajidi ha studierien e kelenn, - Gopridi kevredigezhioù ar rouedad Diwan (AEP, Kelenn, Kevredadoù) abaoe 4 miz d'an nebeutañ, - Liseidi 16 vloaz dezho d'an nebeutañ pe tizhet an oad-se e-pad ar bloavezh skol - Profourien ingal (180 euro d'an nebeutañ dre vloaz abaoe ur bloavezh d'an nebeutañ) da unan eus kevredigezhioù ar rouedad	
Kelaouiñ an danvez izili	Embann ha skignañ a ra ar servijoù Diwan an teuliadoù ofisiel (roll labour, mennadoù...) Pep rener skol a gas ar c'heleier d'ar gelennerien stag ouzh ar skol. Pep prezidant skol a skign ar c'heleier da gerent ar skol ha da implijidi nann gelennerien ar skol. Prezidanted ar c'hevredadoù a gas ar c'heleier d'o gopridi. Kas a ra servijoù Diwan ar C'heleier : da brezidanted ar C'huzulioù Skoazell ha kevredadoù sinet ganto ar gevrat rouedad evito da gas ar c'heleier d'o c'huzul merañ ; da implijidi Diwan ha skolaerien ha n'int ket stag ouzh ur skol ( gopridi abaoe 4 miz d'an nebeutañ) ; da gopri, studierien ha izili kuzul merañ Kelenn ; da liseidi Diwan (bet 16 vloaz d'an nebeutañ e-pad ar bloavezh-skol) ha d'ar brofourien ingal (roet 180 € pe muioc'h abaoe 1 bloaz d'an nebeutañ)	

Aozadur an emvod	<p>E pep lec'h, ur merour (d'an nebeutañ) a zo kiriek eus mont en-dro an emvod.</p> <p>Pep skolaj (ha skol Roazhon) a ra war-dro an emvod : ar sal, an dafarioù, an degemer, an emzeladurioù.</p> <p>Ur gropad eus ar skolaj (ha skol Roazhon) a zo e-karg eus an elfennoù melestradurel (an dafarioù, an emzeladurioù)</p>	Servijoù Diwan ha tud a-youl vat ar c'horn-bro.
Burev an emvod meur	dibab ur burev gant 3 pe 5 ezel e penn kentañ an emvod	
Dilenn 27 merour Diwan	<p>Dilenn 2 ezel (e-touez ar gerent) e pep Bro Diwan evit mont da verour e-pad 2 vloavezh e Kuzul Merañ Diwan</p> <p>Ne vez ket dilennet dileuridi evit mont d'ar C'hendalc'h</p>	<p>Dilenn evit 2 vloavezh 13 merour e Kuzul Merañ Diwan (e-touez an holl izili ha n'int ket implijet gant rouedad Diwan)</p> <p>Lakaat e anv 3 sizhunvezh a-raok ar c'hendalc'h d'an nebeutañ en un doare hiniennel pe a-stroll war ul listenn gant un diskleriadur en em ginnig dre skrid hag a vo ouzhpennet war ar roll labour ofisiel. Ur galv nevez da lakaat e anv a vo graet e-pad ar C'hendalc'h, evit an dud war al lec'h.</p>
Mouezhiañ	Ar votadeg war un anv gant div dro a zo an hentenn evit dilenn merourien Diwan, an dro gentañ gant ar muiañ niver klok, an eil dro gant ar muiañ niver keñverel gant ma vo an drederenn eus ar mouezhioù (eztaolet, gwenn, pe null)	
Divizoù all	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divizoù, kemmoù ar mennadoù pe enep-kinnigoù hag a vo kinniget d'ar C'hendalc'h war lerc'h (deiziad termen evit kas da Diwan : 16 a viz Meurzh evit gellout aozañ ur bodad kenurzhiañ ma vez ezhomm).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwiriekaat ar c'hevredigezhioù sinet ganto kevrat rouedad Diwan.</li> <li>• Votadeg ar rentaoù kont hollek, obererezh ha war an arc'hant.</li> <li>• Diviz war grafoù lakaet war ar roll labour (reolennoù diabarzh...).</li> <li>• Votateg war ar strategiezh da heuliañ evit an 2 vloavezh o tont</li> </ul>

## Guide pratique des AG de pays et du Congrès Diwan 2015

Le 12 mars se tiendront des assemblées générales locales afin de préparer le congrès qui aura lieu les 25 et 26 avril au lycée Diwan de Carhaix.

Les précisions ci-dessous permettront pratiquement d'organiser ces assemblées locales.

### Les Assemblées générales de pays

Elles se déroulent simultanément pour permettre à tous les membres de prendre part à une Assemblée générale proche du lieu où il se trouve. Les adhérents Diwan n'étant pas rattachés à une école ou un pays, il leur est possible de se rendre à n'importe quelle AG de pays.

### Le Congrès

Aucune association du réseau (AEP ou comité de soutien) ne doit représenter plus du tiers du total des membres présents lors du Congrès.

Sauf décision du CA, le Congrès Diwan suivant aura lieu en avril 2015 : ne ratez pas celui-ci !

### Élection du Conseil d'administration Diwan

La totalité des 27 postes est à pourvoir. Le mandat d'administrateur est de deux ans.

### Tableau synthétique

	7 AG Diwan de pays	Un Congrès Diwan
Quand ?	Jeudi 12 mars 2015 à partir de 20:30	Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015
Où ?	Dans chaque collège : collège de Guissény, collège de Saint-Herblain, collège Quimper, collège du Relecq, collège de Vannes, collège de Plésidy et école de Rennes	Lycée Diwan Carhaix
Qui ?	Les membres actifs et les membres bienfaiteurs de Diwan : <ul style="list-style-type: none"><li>- parents et détenteurs de l'autorité parentale sur les enfants scolarisés à Diwan,</li><li>- membres des Conseils d'administration des comités de soutien, de Kelenn et des fédérations,</li><li>- salarié(e)s de l'association, enseignant(e)s contractuel(le)s, enseignant(e)s stagiaires et étudiant(e)s de Kelenn,</li><li>- salarié(e)s des associations du réseau Diwan (AEP, Kelenn, fédérations) depuis au moins 4 mois,</li><li>- élèves du lycée ayant 16 ans ou plus durant l'année scolaire,</li><li>- donateurs réguliers (180 euros minimum par an depuis au moins un an) à une des associations du réseau Diwan.</li></ul>	
Information des membres potentiels	Les services Diwan éditent et transmettent les documents officiels (ordre du jour, motions, ...). Chaque directeur d'école relaie l'information aux enseignants rattachés à l'école. Chaque président d'école relaie l'information aux parents d'élèves de l'école et aux employés non enseignants de l'école. Les présidents de fédération transmettent l'information à leur salarié, le cas échéant. Les services Diwan transmettent l'information aux membres des CA des comités de soutien et des fédérations signataires de la convention de réseau, aux salariés Diwan et enseignants Diwan non rattachés à une école (salariés depuis plus de 4 mois), aux membres du CA de Kelenn, aux salariés et aux étudiants de Kelenn, aux lycéens Diwan (ayant 16 ans ou plus durant l'année scolaire) et aux donateurs réguliers (minimum 180 euros par an depuis au moins un an).	

<p>Organisation de l'assemblée</p>	<p>Dans chaque lieu, un (au moins) administrateur Diwan est garant du déroulement de l'AG.          Chaque collège (et l'école de Rennes) organise matériellement l'assemblée : salle, matériel, accueil, inscriptions.          Un salarié du collège (un salarié Diwan pour Rennes) prend en charge les aspects administratifs (organisation matérielle, secrétariat des inscriptions, adhésions).</p>	<p>Services Diwan et bénévoles locaux.</p>
<p>Bureau de l'AG</p>	<p>En début de séance, l'assemblée choisit un bureau de 3 à 5 membres.</p>	
<p>Élections des 27 administrateurs Diwan</p>	<p>Élection pour 2 ans de deux administrateurs (parmi les parents d'élèves) au CA Diwan dans chacun des 7 pays Diwan.          Il n'y a pas d'élection de délégués des écoles au Congrès.</p>	<p>Élection pour 2 ans de 13 administrateurs (parmi tous les membres non employés du réseau Diwan) au CA Diwan.          Les candidats sont invités à adresser, au moins trois semaines avant le congrès, de manière individuelle ou en se groupant par listes, une déclaration écrite et motivée de candidature qui sera jointe à l'ordre du jour officiel. Au cours du congrès, il sera procédé à un nouvel appel à candidatures, réservé aux membres présents.</p>
<p>Scrutin</p>	<p>L'élection des administrateurs Diwan se déroule au scrutin uninominal à deux tours, le premier à la majorité absolue, le second à la majorité relative avec au moins le tiers des votes (exprimés, blancs ou nuls).</p>	
<p>Autres décisions</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussion, amendements des motions ou contre-propositions qui seront présentées ensuite au Congrès (date limite d'envoi à Diwan : 16 mars, pour permettre l'organisation d'une commission d'harmonisation en cas de besoin).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validation des associations signataires de la convention de réseau Diwan.</li> <li>• Vote des rapports moral, d'activité et financier.</li> <li>• Délibération des questions mises à l'ordre du jour (règlement intérieur...).</li> <li>• Vote des orientations stratégiques de Diwan pour les deux années à suivre.</li> </ul>